






ur werenn




pebr


holen



bara



ur fourchetezenn




ur gontell




ul loa vihan

J'ai faim / Naon 'meus / J'ae faen
J'ai soif / Sec'hed 'meus / J'ae sei
Je veux des frites / Fritez 'm bo / Je voes dez fricaczaéy
Tu bois un coup ? / Ur banne 'po ? / As tu sei ?
Ça va bien ? / Mont a ra mat ? / Ça vaèt ti ?
Oui, très bien / Ya, mat-tre / Yan, ça vaèt ben



ur poellgomzer



amann